

+ Disput hac entretien entre un profenant hac au Seigneur nister.

CANTIC JUDAS

MAGDY BELLEGEO-MALRIEU
GWENGAMP

Var ton : *Al Labourer Sul ha Gouel.*



Me ho supii, compagnuez, tostott oll da glèvet
Buez an den maleùrussa e voe biscoas var bed
Pehini e deveus lajet e dad ha map ar roue,
E vam bropr en deus eureujet, ha trahisset Mab Doue.

Ar scritur a deus da barlant eus a Judas ar mechant,
Peheni a zo güir exempl d'ar bed oill entieramant.
Da drec'hi an avaristet, eur pe'het quer malheureus,
A zo caus eus a vii bec'het a fach hou roue Jesus.

Doue ebars en aviel a ro demp calz exemplou -
Da drec'hi an avaristet sourcen an oill bec'hejou.
Dreist pep tra e cavan merget bue Judas ar mechant.
Pehini zo en em daonet gant ar c'hoant da gaout arc'hant.

Pa voa e vam eus e zougouen, ar Profet e lavaras
E devije eur c'hrouadur a raje d'ei angen vras ;
Discléri aeure en antier ha d'e vam coulz ha d'e dad,
Penos e vije erruet er bed-man o mab eun den mizerabl.

E dad hac e vam o clévet eur c'hélos qen dinatur.
Petra a vije erruet er bed gant o c'hrouadur.
A voe quer istit ha quer nec'het, in o deus sonjet en treze,
En instant ma lije ganet, lemet dean e vue

Er Judé erruet ganet, e querent o deus sonjet,
Ober soudan en vag brouan, hac enni e vave lajet
Al lestr etre daocarn. Doue da vont gant ar mor pirillu
O sonjal en em disober eus den quer malheürus.

Doue ne felle qet dean veje bet périsset,
Evit servichout da exempl d'an oil bête fin vag brouan,
Ar mör, an avel an tourmant a gunduet a bet ;
Hac en rentass savet en bordie eun énezen :

En énezen-ze e chomme eur roue eus an Egypt.
Ha n'en bevoa e vugale qen nemet eur mad uniq ,
O vea eon deiz o pourment, ha gantan tud e bales,
E cavas ar vaguie brouan voa chommet touez an tréz.

Ar roue en deus commandet vont da vélet petra voa ;
En instant o deveus cavet eur c'hroudur ar c'haera ;
Neuze rojot commandament demeus abers ar roue
D'e gass d'ar pales prontamant ha savetai e vue.

Ar roue en deus er maguet, hac en devoa santimant
D'e sesqui ha den instrui, d'e ober eun den vaillant :
Mes evel ma voa e galon douquet d'an avariaget.
Na elle qet en nep fécon e zivoal diouc'h ar pec'het

Judas pa e bet commaneet da vont en oad a réson.
A zant, e galou attaquet gant cals a ambition ;
Arc'hant, rubanou, bizeyier, ha carcanou, ha perlez,
Quement e elle da attrap a laere d'ar rouanez.

Mab ar roue a vo cossac'h un tamic eguet Judas,
Ha pa velas e laeronci, e laras déan trist bras :
Me a lavaro sur d'am zad penos e zoc'h o laerez,
Hag a lacay ho corrija, ma na chenchit a vuez.

Ar roue p'en deveus gouezet al laeronciou mechant,
En deveus an disseiset ha corrijet promptamant,
Ha disclériet en guirone voa eur c'hroudur cavet,
Penos e voa dre charite e voa bet gantán savet.

Judas a gonservas neuze en e galon cassoni,
Ha maliç ouz ar princ yaouanc, nelle qet e anduri ;
O sonjal a voa heritour d'ar roue calz hac e vab,
E gemesas ur volonte d'e laza, ar miserabl

Eun devez pa oa dijonjet on oll eus a guementse,
E lavar dean an traïtour : deui da vale ganen-me ;
Pa voant eun nebeut ezariet, er scoas gant eun tol bas,
D'an douar en deus er pilet, hac en e voad er beuzas.

Ac'hane buan e tec'het, ha var boez e hent e yas,
Hac, hervez comzou ar Profet, en evro ec'h erruas ;
Memes er goer ma voe ganet e chomas da zervicha,
Hep bea gant den anaveet, en hostiliri vrassa.

Evel ma voa eun den vaillant, tud an ty en estime.
Hag a gonfie ennan arc'hant, pini allies a laere ;
Pa vije casset da brena meur a seurt marc'hadourez
E vire dean arc'hant, h:c e tache da laeres.

Evestr a roas dean eur vech arc'hant evit prena frovez,
E dad prop a voa jardiner, eno e yas da laeres ;
E dad a erruas gantan, a gommang d'er scandalat,
Judas a guemeras eur men hac er beuzas en e oad.

Al lezen demeus ar vro-se a condaone ar muntrier
Da zemezi d'an intanvez, evit buniton scler
Arpes a erruas nense, rac Judas ha eureujas,
E vam prob a voa intanvez, rac e dad eo a lasas.

Aben eun nebeudic amser m'oent o daou assambles
O conta o avanturiou, en eur doma eun nosves
E vam, pini voa he bried, e deus anaveet e mab,
Pini a voue outi ganet, en c'hoec'h bis var bep troad.

Hac hi o command da grial : ô Doue, Crouter ar bed !
Cetu accomplisset efa ar c'homzon eus ar Profet !
Judas a guemeras angen en e galon gouscoude,
Rac ne vouie qet e-unan en devoa grët quementse.

Quittad a eure e bried, evit mont da reded bro
Ha quittad an douar Egypt, caus déan calz maleuriou.
En eur vont, en deus rancontret Jesus, Redemptor ar bed
O vale gant e Ebestel, leun a barfet.

Judas, pa velas hor Zalver en em dolas d'an daoulin,
Mar plichefe ganec'h va receo, emean, va Mestr divin
Sellit ouzon dre ho true, me a zo eur pec'her bras,
Hac e meus eur guir volonté evit an tren en ho crac.

Jesus a lavaras dean : quittat ar pec'het marvel.
Pehini zo en da galon, a buez Abostol fidel ;
Chom atao em c'hompongunez, te a velo Mab en Den
O verval ebars er groas da brena ar bec'herien

Jesus pa voa deut an amzer d'ober a Redemption,
A roas d'e oill ebestel ar goan ar gommunion :
Güir exempl d'an oill bec'herien Judas en deus recevet
An drouc-speret en e galon dre sonch an avariaget.

Jesus, goude ar gommunion, gant eur garante zantel,
A guemer dour hac eur serviet, a voalch treid e Ebestel,
Hep exanti memes Judas o lavarat gant doucder :
Te, emean, am zrahiso, va Abostol infidel.

Pa voa échu ar Goan Pascal. e yas Jesus or Zalver
Varzu ar jardin Olivet da bedi e Dad Eternel :
Judas an traïtour quer cruel, a yas pront a dra certen,
Vit ar som a drégont diner d'e verza d'ar Judevien.

Pa velas Judas ar boaniou a andure Mab Doue,
E gemesas eun dizesper hac a troublas e ene :
Ma yas da guinig an arc'hant, hac e voe bet refuset,
Hep ma conservas güir glac'har, an den miliguet,

Er c'ontrol, n'em abandonni a eure d'an dizesper,
Evel a ra meur a hini, hac a zisplich d'or Zalver ;
Mon a eure d'en nem grouga dre arrach a guemensem
Ar pez zo caus ma zeo daon-t epad an éternite

K47
OQ. 217B

Cetu ama-ta, Christenien, eun exempl eus ar c'haéra
Evit renonç d'an disesper a caout ar glac'har brassa
Goulennit pardon ous Doue hac o ped eur feis barfet
Hac e zeot en fin ho pue da adori an Drindet.